



Karta ar Bonedoù Ruz

Hor youl : Bevañ, divizout ha labourat e Breizh

Ar Bonedoù Ruz a soñj start ganto ez eus un dazont e Breizh. Fellout a ra dezho prientiñ an dazont-se evit mad ar rummadoù da zont.

Hor palioù

- ◆ Derc'hel ar postoù-labour hag al labour kenderc'hiñ e Breizh.
- ◆ Plediñ gant terkadur ha kempouez Breizh, o terc'hel kont eus c'hoantoù hag alioù tud ar vro.

Hon arc'hadurioù

- ◆ Ma vo gallet kenderc'hel da vont digoust gant hentoù-bras ar vro ha ma vo lammet kuit an ekotaos. Gant an taos milliget-se e vez distrujet al labour, digempouezet tiriadoù Breizh ha torgammet ar c'hevezerezh diwar-goust Breizh.
- ◆ Ma vo echu gant an torgamman kevezerezh hag an tumperezh sokial. An digevatalderioù-se a zistruj ar postoù-labour ha fallaat a reont hon darempred gant ar pobloù all.
- ◆ Dishualañ ar startijenn : ar reoladoù hag an destrizhoù amaezhel dreistniver a ro lamm d'ar c'hentodiñ, a ro lec'h d'an diatebegezh hag a ro lañs d'an drucherien.
- ◆ Adkemer er vro an divizoù a sell ouzhimp. Kemeret e vezont gant ur seurt ardivink burevveliek ha na dro nemet evit e vad e-unan.

Hon talvoudoù

- ◆ En hor Bro Vreizh emañ buhez pep hini ac'hanomp e dalc'h buhez ar re all. Breizh da zont a vo frouezh kenskoazell an holl, en tu-hont d'an disrannoù etre ar micherioù hag en tu-hont da vennozhioù politikel an den-mañ-den.
- ◆ Hon talvoudoù-ni zo anvet araokaat, kenskoazell, kenfiziañs ha denelouriezh. Ne zinac'homp den ebet ha n'eus tamm plas en hon touez evit ar gasoni.
- ◆ Ar re a soñj eveldomp, ar re zo a-du gant ar palioù hag an arc'hadurioù-se, ar re-se holl a c'hall gwiskañ ganimp ar boned ruz. An eil gant egile, bras ha bihan, e roimp lañs da vennozhioù nevez evit lakaat al labour da zistreiñ er vro ha kemer an divizoù a vo mat evidomp.

